

Kantic Sant Coullit

Hor patron mat Sant Coullit truez en han' Doue
 Taolit varnomp ho pennoz, ni zo ho pugale ;
 Skoazellet gant ho kalloud, dre sikour ho peden
 Ni vezo gwir gristenien, stard ato n'hor c'hreden.

Ginidik eus Breiz tramor, deus eur tamilh gristen.
 A-vihanik c'hwi c'houzanv ar boan hag an anken ;
 Ar brezel n'ho kornik-bro, siwaz zo dirollet
 Araok ar Zaozon dizakr an holl a renk tec'het.

Gant ho kerent harluet, kollet o feadra,
 N'eur porz bihan eus Kerne, c'hwi teu da zouara ;
 C'hwi a zo digemeret tostik da ribl ar mor,
 N'eur manaty c'hwi gavo ha repu ha goudor.


E Landevennek savet, diskib da Wenole,
 E skeul an holl vertuziou, c'hwi bignas hep dale ;
 Dre ho swker, ho komz nerzus, er c'hornik-ma eus Breiz
 E kalon hor c'hentadou oa garanet ar feiz.

Griziu ar feiz oa eat doun, rag goude eiz kandved
 And tad Maner d'hon tadou helle c'hoaz lavaret :
 « N'eo ket ganet ar breizad a nac'ho e Zoue
 Mari-jomm ato e vamm, ha Jezus e Roue ».

Ar brud eus ho santelez, a oa eat a bell bro,
 Ar Pab bars en Iwerzon da eskop ho hanvo ;
 Kear Kildare gant joa ho reseo vel eun tad
 Hag eno kalz bloaveziou, c'hwi rai ar gwella vad.

E barr an Envou brema, c'hwi zo tost da Jezus
 E kenver ho pugale bezit madeleus ;
 Hor zikourit da yale e skeud ho santelez
 Ni gano ho meuleudi eun deiz gant an Elez.

Keit ha ma redo and dour hed ha hed ar ster Aon
 Tud Sant Coullit ho karo hag ho meulo dizaon ;
 Epad hor buez fidel da feiz hon tadou koz
 Grit ma vezimp unanet ganeoc'h er Baradoz.



IMPRIMATUR :

Kemper, 15 a Wengolo 1943.
 P. MESSENGER, viket uras.